

Bro-Goz ma Zadou

Ni Breiziz a galon, karomp hon gwir vro !
Erudet eo an Arvor dre ar bed tro-dro !
Dispont 'kreiz ar brezel, hon tadou ken mad
A skuilhas eviti o gwad.

DISKAN

*O Breiz ! ma Bro ! me gar ma bro ;
Tre ma vo 'r mor 'vel mur 'n he zro,
Ra vezo digabestr ma bro !*

Breiz, douar ar Zent koz, douar ar Varzed,
N'eus bro-all a garan kement 'barz ar bed ;
Peb menez, peb traonien d'am c'halon zo ker ;
Enno 'kousk meur a Vreizad têt !

Ar Vretoned a zo tud kalet ha krenv ;
N'eus pobl ken kalonek a-zindan an nenv ;
Gwerz trist, son dudius a ziwan eno ;
Oh ! pegen kaer ec'h out, ma bro !

Mar d'eo bet trec'het Breiz er brezelioù braz,
He yez a zo bepred ken beo ha biskoaz ;
He c'halon virvidik a lamm c'hoaz 'n he c'hreiz,
Dihunet out brema, ma Breiz !

TALDIR.

Kousk Breiz-Izel

An heol a zo kuzet, setu echu an de,
Me glev ar c'hloc'h o tintal an Ave ;

DISKAN

*Kousk, kousk, Breiz-Izel, bro dispar,
Setu an noz o tont war an douar.
Kousk, Breiz-Izel, bro ker mad,
Trouz ar mor bras a zav d'az luskellat.*

C'houez vad an ed e bleun hag al lan alaouret
War ar mêziou gant ar gliz noz a red.

Ar bastored a gân, o tastum o loened ;
Gwerziou Breiz-Izel n'int ket c'hoaz kollet.

En traoniennou didrous, me glev kêr an eostig ;
Telenner-noz, sonit flour ha dousik.

Us da Vreiz o skedi, an nenv steredennet
A lâr 'z eus eun Doue ouz hor c'haret.

An neb a c'houez bemdez a c'hounid e repoz,
D'an dud vad Doue en deus great an noz.

Arvor, ô douar sakr, a greiz kalon m'ho kar,
Bro all ken kaer n'eus ket war an douar !

J. MARÉCHAL.



SILVESTRIK



Etre chapel Sant Efflam ha tosen Mene Bre,
'Zo eun offiser yaouank gantan eur pezh kleze,
'Zo eun offiser yaouank o sevel eun arme,
Me 'm eus eur mab Sylvestrik a lavar mont ive.

« Siouaz, Aotrou Kabiten, 'm eus ken mab nemetan,
Ganen c'houi 'po 'r vadelez da lezel anezan. »
— Allaz ! tad koz maleuruz, ar marc'had 'zo sinet ;
Touchet en deus an arc'hant, d'an arme 'rank kerzet.

A-berz an tad glac'haret, war dachenn ar vrezel,
Eun dervez eul labousik a nij a denn-askel :
— « Deiz mad d'eoc'h c'houi, Sylvestrik, deiz mad ha
[levenez,
Penaoz ema ho yec'hed, ho nerz hag ho puez ?

— Disken 'ta, labous bihan, disken war da zaou
[droad,
Ma skrivin d'it eul lizer da gas d'ar gêr d'am zad :
« Yac'h eo ho mab Sylvestrik, yac'h ha laouen be-
[pred ;
« Dizale e tistroio war-zu e vro garet. »

An tad bemnoz ha bemdez ne baouez da zonjal
En e grouadur yaouank en arme e Bro-C'hall ;
E kreiz an noz, ec'h hunvre hag e stag da ouela :
« Aotrou Doue, Sylvestrig, petra deu da veza ! »

Pa oa an tad glac'haret oc'h ober e glemmou,
Setu e vab Sylvestrik 'toul an nor o selaou ;
« Paouezit, tad ankeniet, paouezit da ouela ;
« Sellit ho mab Sylvestrik 'zo digouezet ama ! »

Dastumet gant P. Tr.